



Vous êtes ici : [Degemer](#) | [Anavezout Kemper](#) | Ti an douristed

Ti an douristed

Mise à jour le : 06.12.2011 | 17h46



Evit tennañ ho mad eus ho chomadenn e Bro-Gerne, na zisoñjit ket tremen dre di an douristed Kemper Kumuniezh.

Lakaet ez eus servijoù e-leizh en ho kerz e ti an douristed :

- programm ar festivalioù hag ar sonadegoù, teulioù a bep seurt diwar-benn Bro-Gerne, Penn-ar-Bed, Breizh, Frañs...
- ur c'hatalog gant tiez da feurmiñ evit ar vakañsoù, kambroù e ti an annezidi ha tachennoù-kampiñ e Kemper hag e Bro-Gerne;
- gweladennoù heñchet e Kemper, displeget gant heñcherien-brezegerien aotreet;
- ur servij evit mirot kambroù el letioù;
- ur servij aozañ ha skoazellañ evit ar c'hendalc'hioù hag ar seminarioù;
- gwerzhañ sturlevrioù troiadoù-bale, levrioù diwar-benn Kemper ha Breizh pe liketennoù;

- bilhedoù evit mont da vale war vor pe war ar stêrioù : bageadennoù war an Oded, troioù war-du inizi Glenan, Enez-Sun, Eusa, Molenez;
- bilhedoù evit arvestoù a bep seurt;
- troioù e kirri-boutin (troiadoù an ilizoù hag ar chapelioù);
- tikedoù Atout sport : evit ober un tañva marc'had-mat d'ar sport;
- ober anaoudegezh gant Penn-ar-Bed ha Bro-Gerne gant linennoù kirri-boutin ingal;
- Pass' Quimper a ginnig 4 gweladenn da zibab e 10 € hepken, ha kalz a draoù mat all;
- « Kemper a-bezh dre bellgomz », kit da welet Kemper gant ho pellgomzer hezoug d'ar 0820 16 00 29.

Kinnig a ra ti an douristed un dibab chomadennoù berr ha marc'had-mat , mat evit an holl goulzoù-amzer ha kement tra a vez c'hoantaet gant an dud : Dibenn-sizhun amourouzien, Chomadenn evit un darvoud, Dibenn-sizhun en ho frankiz...

Ti an douristed Kemper Kumuniezh

Plasenn ar Rezistañs

29000 Kemper

Pgz 02.98.53.04.05

contact@quimper-tourisme.com

Gouzout hiroc'h diwar www.quimper-tourisme.com.

Ti an douristed Kemper Kumuniezh

Plasenn ar Rezistañs

29000 Kemper

Pgz 02.98.53.04.05

contact@quimper-tourisme.com

Gouzout hiroc'h diwar www.quimper-tourisme.com.

